CANSOUEN EVIT REJOUISSANÇ GINIDIGEZ ROUE ROM

F. GUENVEUR

11595 b.b. 11

GLOAR DA ROUE ROM!

CANAOUEN

EVIT REJOUISSANÇ GINIDIGEZ ROUE ROM.

K

Dre F. Guenveur, Mêr Plouegat-Guerand.

Var an ton gallee : *Monsieur de Crac.*

◆

Hirvo ema'n deiz a joaüsted
E Franç, dre an oll gommuniou,
Abalamour d'eur Mab desiret,
Ganet evit eur-vad hon bro; *bis.*
Gante, habitantet Montroulez,
En em unissomp a galon,
P'on eus bet bon levenidigez,
E Mab ena Napoleon. *bis.*

◆

O Bugel royal! Tad d'ar Vam-bro,
Ganet encernet a lore,

Bev evit da vobl fidel ato,
Hag evit e vibyen goudc. *bis.*
Plich gant Doue ma vi diboagnet
Qeit a ma vi var an douar,
Evit beza atao ocupet
Eus eur-vad ar Franç ha da c'hloar. *bis.*

◆

Plich c'boas gant Doue ma c'heveli
Eus da Dad en oll dalanchou;
Eveltàn, ma vo da oll sourci
Da renta evrus da vobiyou; *bis.*
Ha p'en devezo, dre ar brezel,
Ar peoc'h d'an Europa roet,
Ma vo da galon d'e c henderc'hel
Epad da vuez diposet. *bis.*

◆

Merc'h, pried ha mam da rouanez,
O carabl MARI-LOUISA!
An êen a tigassas en hon touez,
Dre eur vadelez ar vrassa. *bis.*
Pa coeljomp, or hoemp an esperanç
Da gaout heritouryen d'an trôn,
Evit renta hir-badus e Franç
Oll vertuziou NAPOLEON. *bis.*

◆

Placet er bed var ar c'henta trôn,
Da cloar vras ne vanqe netra
Nemet guelet, ô Napoleon !
Bugale Mari-Louisa. *bis.*
Da zezir hag ini da vobl mad
A zo brêmâ satisfiet,
Pa zomp sur da gaout eus da bur voad
Heritour d'ac'h impalaerdet. *bis.*

◆

Ar burzudou, a beb seurt fæçon
En eus da blacet var drôn Franç,
A ziscuez mat out, Napoleon,
Divoallet gant ar Brovidanç; *bis.*
Dreizi e c'beus obtenet ive
Ar brassa consolacion
Da c'houzout e pigno da c'boude
Da Vab cberisset var da drôn. *bis.*

◆

Meul dezàn'r pricius assamblach
Eus ar pouar hag ar furnes,
Ar voder qemesqet er gourach,
An ners hag ar santidigez; *bis.*

Ispir dezàn teneridigez
Vid ar guella eus ar bobiyon;
Eur Pring en eus cals a vadelez
A rën var an oll galonou. *bis.*

◆

Roomp d'ar Frang ar pez zo dleet:
Merc'het, qemeret priejou,
Da renta'r Goel-mâ peur-echuet,
Aquitomp oll hon deveryou. *bis.*
Gragez, d'ho coasset-ta leveret:
A dra zur, na delet netra,
Ma na red er blo-ma d'ho pried
Imita MARI LOUISA. *bis.*

FIN.

Vu bon à être imprimé.
Le Sous-Prefet de Morlaix. DUQUESNE.

BRITISH MUSEUM
26 JY 73

E MONTROULEZ, eus a Imprimeri LEDAN.